

KIMIAD EUR PELERIN.

Var eun ton ankenius.

C'hoas eur ganouen neve d'am bro gaér Breiz-Izel ,
C'hoas eur verz d'ar Vretonet araug ho dilezel ,
Eur verz d'ar belerinet pere bign diarc'hen ,
Da ilis sagr Remengol (1) da ober ho feden .

Salud , douar burzodus , var bini bep kamad
A laka daëlou a joa da zont em daoulagad ;
Salud ! d'ar guël ac'hanout , gant kement a zo bet ,
Cetu ma sao dirazon an amzer drémenet .

Aze, en draonien, 'mar Faou, kær ar markis dister (2)

(1) Remengol , ar gaëra ac ar santela ilis a Vreiz-Izel , a zo bet savet gant ar Roue Gralon , en enor d'ar Verc'hes , goude ma voa beuzet Kær-Is .

Abaoue an amser-ze , meur a Escop , ac bon tad santel ar Pab , e eunan , ho deus roët calç a Brezanchou , ac accordet induljansou bras dà ilis miraculus an itron Varia *Remed-oil* , ac , hervès an dud coz , peb guir Vreton , a gle , eur veach , da viana , ober , *beo pe varo* , pelerinach Remengol .

(2) Markis ar Faou , ha calç a real eveldan , a drete , en amser-ze , an dud , calç gouassoc'h eyit na dreter , birio , ar chass . Sant Judulius ha sant Tadec , daou religius a abbay Landevennec , pere o devoa rebechet dezan e vuntrou hac e fallagriès a voa lazet gantan ; sant Judulius en ilis abbay Daou-Las , o'ch an anter . e pad an oferen bred , ac ar muntrer , en eur sevel , en ër , e gleze , ru gand ar goad , a lavaras d'ar bobl , neuse , allas , en esclavach ! ! ...

Grik , Daoulasis ! ... pe me rai deoc'h oll kemend-all.....

Sant Tadec , pini a allas tec'het , a voa lazet , gantan , var bord an ôd , dirac Landevennec .

Doue a deuas , pront , da bunissa Markis ar Faou , digas a reas var e zouar eur serpent eùzis , pini , goude beza lonket e vab ëna , a zistrujas an dud , ai loanet hac an ed . Ar Markis a zizec'has var e dreid , gant an disesper . Sant Pôl , a voa neuze , eskop e Leon , mont a reas ar muntrer d'en pedi da zelivra e zouar , eus eun aneval ken estrang . An Escop santel , nem rentas en ilis sacr Remengol , pedi a reas eno , Dòue ac ar Verc'hes da gâout true eus ar Faouichen , pere a voa c'hoas tud barbar , prezec a reas dezo an aviel , a goude bea gret sin ar groas var ar serpent , e tolos e stôl en dro d'e c'houg , en eur lavaret :

« En hano Doue , ac en hano an itron Varia Remengol , or-
« dren a ran dit , heuil ac'hanon . »

Ar serpent a oboissas , ractal , ac a heuillas , evel eun can , ar sant , pini er c'hunduas var boues e stôl , betec enès vas , ac en tolos er môr , el lec'h hanvet , c'hoas , hirio , toul ar serpent

A dreuzas sant Judulus e c'harz treid an auter,
Ha goude goad sant Thadec didrue a scuillas
Er barres a zoug brema an hanou a Zaou-las.

Du-ont , e traon Mene-C'hom , var eon da dybidy (3)
Landevennec a velas hor c'henta abatty;
Du-ont e varvas e peoc'h mab ker ar zantes ven ,
Ha roue ar C'hernevis , scuis gant e gurunen.

Mæs brema an tremeniad , en abatty gollo ,
Na gao nemet revinou , gryet gant an hillo :
Ar venach a zo kousket , dindan an douar ien ,
Ha netra muy na glevont , nemet moës ar gaouen.

Huelloc'h sant Caourintin , kenta escop Kerne ,
A ras , e c'bleus eun derven , pinijen , er Mene ,
Hac en tu-al , var ar mòr , dirag Douarnenés ,
Kær-Is , guech-all , a zave evel eur Rouanes.

Pelec'h emouude breman , kenta kær an Arvor ?
Pelec'h 'ma da balechou , da bobl ha da zec dor ?
Pelec'h 'm'al lestri-ze , en da borz atao prest ,
Pere lampe var ar mòr 'vel kesec digabest ?

Muy netra : na porz , na lestr na pobl , na ty , na men !
Var ben ar gær gonfontet ar bagou a dremen .
Har ar mòr , epad an noz , gant moëchou a c'hlac'h ar
A ruill en eur luskellat ar stered hac al loar !

Te ebken a zo chomet , var men ru Teutatès (4) ,
Te ebken , a zo chomet , templ santel ar Verc'hès ,
Zo chomet hac a chomo pell c'hoas var lerc'h Gralon ,
Evit testeni a fei d'an oll dud a galon .

Cetu aman dirazon , tro-var-dro , daoulinet ,
Bugale Leon , Treger , re Guerne ha Guenet ,

(3) Tybidi , da lavaret e , *ty-da-bedi* , enezennic vian , etre ar Faou a Landevennec , e pini , e pad tri bla , e chomas sant Guenole gant e ziskibien , araug mont da Landevennec , en tu al d'ar voas vòr , e pelec'h e savas eun abatty , en pe hini ze bet kement a zäent ac a dud a skiant .

Gralon , roue Kernevis a varvas , e Landevennec , e tre di-vrec'h e vignon , sant Guenole , mab da sant Fragan a d'ar santes Ven . Sant Guenole en deus meritet , dre e vertusiou , an hanou caër a *El Breiz-Izel* .

(4) Ar roue Gralon araug sevel ilis Remengol , a reas discar *Men-ru* Teutatès , hanvet ive , *Ru-men goulou* ; var ar men ru ze e vige sacrificet , da eun doue barbar , tud veo , ae our *veach* er mis , eur buguel bian c'hoas euz ar vrôn ,

Cetu-hint , a vandennou , kosni a yaouankis ,
Heruet a bep coste ha guisket e peb kis.

Collet e ganec'h , breudeur ! ho toueou maro ,
Collet ho toliou-mein-ru , collet mar an dero (5) ,
Collet gant darn ho bleo hir , gant darn ho bragou bras ,
Mæs en oc'h oll galonou ar fei a zo beo c'hoas .

Lavar din-me , goustadic , plac'lic yaouank tener ,
Perag var da zaoulin noas he rez tro an auter ?
Lavar c'hoas , lavar din-me na perag he voëles ,
He voëles en eur bocad da dreid sagr ar Verc'hes .

Te a zistroio , d'ar gær demeus an ilis-man ,
Ha me am beus dilezet oll kement a garan ;
Te deu couscoude gant joa d'ar pardon da bedi ,
Ha me gant tristidiges , me deu da kimiadi .

Kenavo , Brest , ar c'hrenva deus kæriou Breiz-Izel ,
Pini a zalc'h chadennet c'hurunou ar brezel ,
Ar c'hurunou a laka tro-var-dro , pa drouzont ,
An douar , deus ho c'helevet , da gren a gant ar spont .

Kenavo , lec'h m'on ganet , kenavo coat teval
E c'hreis pini e santen va c'halon e tridal ,
Pa voude an avel soll , en eur hija ar goën ,
Ha pa ruille gant luc'hed , c'harros an tan en én .

Kenavo da Gastel Pôl , kenavo d'ar studi ,
Ha d'ar môr rust a garen da velet o coënnvi ,
Ha dide , tour-sonn Kreis-Ker , leun a steredenou ,
Pini gant da groas houarn a freg ar goabrennou ,

Kenavo , sant Caourintin , da cathedral brudet ,
D'ar ghler a chom e kichen ar Ster hac an Odet (6) ,
Ha d'an ilis m'am c'hargue Doue deus e zoujanz ,
Pa bigne , d'ar beden-noz , ar c'han gant an ezanz .

Kenavo dec'h , va mam vad , plac'h fur herves Doue ,
Da bini e zon diou vech gleour deus ar vue ,
Kenavo !... mæs va daëlou a red en desped din ,
Caled e ar blanedens , pini a stourm ouzin .

(5) *Ar Var* , hanvet , hirio , Louzaouen ar groas , a repre-sante d'ar vretonnet coz , dre na varv jamaës , immortalite an ene , ac à voa sacret evito , pa zivoane var an dero . An Druidet , ho Beleïen , he zroc'he gant eur fals aour , var fin ar goañ , er c'houec'hvet nosvez eus al loar neve , ac e troad an derven ma vije cavet , e celebrent eur goël bras ac e lac'bent daou daro guen .

(6) Ar Ster ac an Odet , diou rivier Gemper , var bord pere ema ar seminar .

Ha te , joa va daoulagad , va doussic Guenoli ,
Caëra bleuen an Arvor , c'hoar ena al lili ,
Pa n'allomp , hon daou beva , hon daou mervel er vrô ,
Sivoas ! kenavo , sivoas ! kenavo , kenavo !....

Pa vin-me pell diouzit , ha ne golli te ket ,
Ha ne golli ket ar zong demeus an divroet
Na dont a ri te aman , ellec'h ma na m'o den ,
Na dont 'ri gant da zaëlou da scuilla da beden :

Abardaë hor c'himiad , en eur ziscuell an ën ,
Te lavaras : — Va mignon , pa vi et diganen
Pa vi et pell da vrô c'hall , p'e guir e red dit mont ,
Sell a vichou , m'am c'hares , deus ar stereden-zont .

Ha me kerkent a zavas va fen gant melconi ,
Ha pa velis en envou ken caër o lugerni
Pa velis da stereden , e respontis ractal ,
E respontis evel-hen , va daoulagad teval :

— Guenoli , m'hen tou , aman , hanaont a rin bepred
Hanaout 'rin da stereden e toes an oll stered ,
Hac hi , bep abardaë , hi dit a lavaro :
Da gloarec douss d'a gare , d'a gar ha d'a garo ! —

Hac en eum dispartichomp , var al lec'h , hep dale ,
Hep gallout muy ranna gir an eil deus egile ,
Ha netra dindan an ën , netra var an douar
Na yoë ha na vo bihen henvel deus hor glac'har .

Guerc'hes sagr a Remengol , m'ho ped var va daoulin ,
Henchit , henchit ac'hanon en hent beteg ar fin ,
Tolit eur zelli a drue var bugel an Arvor ,
Ha lakit en e galon nerz , ha fei , hac enor .

Avoallac'h beteg vreman m'eus het a drubuillon ,
Evet am beus em c'halir ayoallac'h a zaëlou :
Roit 'ta eun neubeudic a joa d'am yaouankis ,
C'hui pini rô , pa garit , d'ar rez goënvet ar glis .

Mæs cetu 'noz , mont a ran... pell ouzoch me velo
Ho tud paour ha mac'haignet var ha zorchen golo ,
Ho pelerinet ker stank hac ar bleün er balan ,
Hac ho templ sklerijennet a lugern 'vel an tân .

Evel-se e kimiadas , gant cals a gomzou-all ,
'Kimiadas ar pelerin a ie varsu brô c'hall ,
Hac e pedas eur pennad , daoulinet var ar men ,
Ha goude 'tisparissas , 'vel eur skeud a dremen .